

"Plo-" ("Plou-", "Plu-", "Pleu-", "Ploe-" e lec'hioù all...) a dalvez kement ha "parrez".

"Plogoneg" a zo 'ta parrez Tegoneg.

D'ar goulenn : "Piv oa an Tegoneg-se a roas e anv d'ar barrez krouet gant hon hendadoù deuet eus Breizh Veur ?", n'heller respont nemet :

"Un den meur, a oa sur-tre bras e levezon war e genamzeridi peogwir eo bet lakaet da Sant ganto".

Met d'ar goulenn : "Eus pelec'h e teu an anv-se ha petra e signifi ?" e c'hell bezañ resisoc'h ar respont.

Ur ger kevrennek eo Tegoneg, ennañ :

- ar rakger hipokoristik "Te-", a veze lakaet dirak anvioù tud 'zo evit lakaat da vezañ anavezet an doujañs, ar vignoniezh pe ar garantezh a vaged evito ;

- an anv "Koneg" hag a zo ur ger deveret eus "kon", stumm liester kozh ar ger "ki" (bremañ e vez graet gant ar stumm "chas").

"Koneg" a dalvez kement ha "a zo gantañ perzhioù heverk ha dreist ar chas".

Dav eo gouzout e oa priziet ha doujet tre ar chas gant hon hendadoù evit o ferzhioù.

Arouez ar fealded, an ampartiz da chaseal hag ar virvidigezh da stourm ouzh an enebourien e oa ar c'hi.

Ne oa staget outañ tamm mennozh ebet a zismegañs pe a zispriiz a vez damverzet e troioù lavar 'zo hiziv an deiz.

Er c'hontrol : kenveriañ unan bennak ouzh ur c'hi a oa ober un haroz anezhañ, enoriñ e vennerezh hag e galon d'an emgann.

Setu. Bez' e c'hell tud Plogoneg embann e oa tudenn anver (an dudenn en deus roet e anv d') o c'humun ur brezelour dreist ha feal !

Meneget eo bet ivez, evel just, "Saint Albin", ha disklêriet fraezh gant Lukian KERGOAT ne oa ket tamm ebet ar stumm-mañ troidigezh e galleg ar stumm brezhonek "Sant Alc'hwen", un digarez da reiñ da anavezout petra a dalvez "Alc'hwen".

Ur ger kevrennek eo ivez, ennañ al lodenn gentañ, "hael", a dalvez kement ha "kalonek", an eil lodenn o tennañ d'an emgann.

Setu. "Alc'hwen" a dalvez kement ha "kalonek e-kreiz an emgannoù".

Un tamm aeridigezh gant "Tegoneg", n'eus ket ?

Displegañ perak ha penaos eo deuet St Albin (a zo bet eskop Lyon, e Bro Frañs, e IVvet kantved) da gemer plas Alc'hwen 'barzh penn an dud pa gomzont e galleg a zo un afer all...

Ur bern traoù all a zo bet dec'halvet gant Lukian KERGOAT :

- penaos eo bet lakaet, tamm ha tamm adalek ar bloavezhioù 80, stumm brezhonek an anvioù-lec'h war panneloù bord an hentoù,

- peseurt titouroù war istor poblañ ar vro a c'hell reiñ an anvioù-lec'h a grog gant "lan-", "lok-", "lez-", "tre-", "bod-", "kêr-", "ti-"... ha kement 'zo.

Ha n'eo ket bet disec'het an danvez, pell a-se.